



KEMENNADENN GELAOUÏÑ
COMMUNIQUE DE PRESSE
d'an 5 a viz Here / 5 octobre 2022

Galv loc'hañ ha degouezh **Redadeg 2024**

Appel à candidatures Redadeg:
Départ et arrivée 2024

Galv d'en em lakaat war ar renk evit aozañ al loc'hañ pe an degouezh !

Un darvoud breizhat eo Ar Redadeg aozet war dachenn Breizh bep eil bloaz. Lieslec'h eo ha reiñ a ra lusk da lakaat kement kevredigezh, kement embregerezh ha kement den zo da genlabourat dorn-ha-dorn. Un darvoud dibar eo evit ar re a zo tomm o c'halon ouzh ar brezhoneg hag ouzh e implij pemdeziek. Ar Redadeg a zo he fal talvoudekaat ar yezh, en he finvidigezh hag he liesegezh, dre zastum arc'hant ha kas war-raok raktresoù evit ar brezhoneg.

L'appel à candidatures est ouvert pour l'organisation du départ et de l'arrivée !

Ar Redadeg est une course-relais en Bretagne. Organisée tous les deux ans, elle mobilise toutes les associations, entreprises, collectivités ou personnes attachées à la langue bretonne et à son usage. Ar Redadeg est un temps fort de mobilisation pour collecter des fonds, mettre en valeur la langue bretonne, en valoriser la richesse et la diversité et en promouvoir l'usage au quotidien.

Redadeg 2024 a vo d'ar Gwener 17 d'ar Sadorn 25 a viz Mae 2024.
La Redadeg 2024 aura lieu du vendredi 17 au samedi 25 mai 2024.

1/ Prest e vefec'h d'ober war-dro al loc'hañ pe an degouezh e 2024 ? / Prêts à organiser le départ ou l'arrivée de la Redadeg 2024 ?

Na chomit ket da dortal : savit un darvoud leun a vuhez ha startijenn tro-dro d'hor yezh. Un doare dispar eo evit lakaat war-wel hag enoriñ arzourien ha kevredigezhioù ho pro.

Que ce soit pour le départ ou l'arrivée de la Redadeg, organiser l'événement, c'est créer un moment privilégié, festif et convivial, largement ouvert autour de la langue bretonne. Une nouvelle occasion de mettre en avant la dynamique et la créativité des associations et artistes locaux, une opportunité de faire découvrir à un autre public un événement existant.

2/ Digor eo ar galv d'an holl gevredigezhioù. Mat e vo mont e darempred gant an ti-kêr evit kaout e skoazell. / L'appel est ouvert aux associations qui sont invitées à prendre contact avec leur mairie afin d'obtenir leur soutien dans le projet.

Evit gellout aozañ mat Redadeg 2024, e fell deomp sevel an hentad abretoc'h. Anat deoc'h hon eus ezhomm gouzout e-pelec'h e krogo an hentad ha davet peseurt kêr ez aio !

Nous souhaitons travailler au plus tôt sur l'élaboration du parcours, il nous est donc nécessaire de connaître rapidement les villes de départ et d'arrivée.

3/ Gortoz a reomp ho respontoù a-benn an 28 a viz Here 2022 d'an diwezhatañ ! /

L'appel à candidature est ouverte jusqu'au 28 octobre 2022 au plus tard !

Goulenn a reomp digant pep framm dedennet respont bremañ d'ar c'houlennaoueg enlinenn war lec'hienn internet ar Redadeg.

Pour répondre à l'appel à candidature, remplissez le questionnaire en ligne présent sur le site internet de la Redadeg.

Darempred / Contact :

Cyril Lelong 06 13 30 19 49 cyril@ar-redadeg.bzh



www.ar-redadeg.bzh